



# Fédération de Gouren

## Bodadeg ar Gouren

10, rue Saint Ernel / *straed Sant Ernel*  
29800 LANDERNEAU / LANDERNE  
02 98 85 40 48  
federation@gouren.bzh



### ***Mignoned ar Gouren, ar Sport ha Sevenadur Breizh, gellout a rit sikour ar Gouren !***

Gouren Breizh zo anavezet gant Ministrerezh ar Sportoù. Renet eo gant ar Vretoned o-unan, dindan paeroniezh ar *Fédération Française de Lutte*. Degemeret eo bet gant an Deskadurezh Stad, hag un amproeuenn gouren diret a vez bep bloaz er vachelouriezh. Tregont vloaz zo bremañ n'he deus ket paouezet Bodadeg ar Gouren da vont war-raok ingal.

Petra a ya d'ober Bodadeg ar Gouren ?

- un 50 skol pe skolid-gouren bennak ;
- ouzhpenn 1 600 gourener gant ul lisañs ;
- tost da 10 000 a vugale pe krennarded o teskiñ gouren er skolioù ha skolaioù ;
- un dek bennak a dud gopret (gant ar c'hevredad pe ar c'homiteoù-departamant) ;
- ur vrud o kreskiñ bemdez koulz er vro hag en diavaez-bro : trec'h eo bet ar skipailh e Kampionad Europa ar bloavezh e Vrest e 2016 (Brest) hag en Aostria e 2017.

Siwazh ! Ker e koust mont war-raok. N'eo ket ar Gouren ur varc'hadourezh kulturel hep muiken, pa vez skignet gantañ talvoudoù ha doareoù-pleustriñ a ya kalz pelloc'h eget se.

Forzh piv oc'h, den pe strollad tud, 'zo moaien deoc'h, dichikan, sikour ar Gouren da vont atav pelloc'h hag uheloc'h. Rak, ma ya ar Gouren war-dreñv, e yay war-dreñv sevenadurezh Breizh ivez. Ma 'zo ur penn keodedour(ez) ac'hanoc'h, hag ur penn stourmer(ez) zoken, 'peus ken 'met lakaat amañ dindan ar c'hement a c'hallit reiñ da skoazell, bihan pe bras.

Pezh a vennomp eo ne chomfe enket Bodadeg ar Gouren war dachenn an arc'hant nemet diwar dremen, traken.

**Bennozh deoc'h-c'hwi, bennozh d'an holl re a glevo hor galv, e c'hallo ar Gouren delc'her gant e erv, er gevredigezh hag en deskadurezh, evit brasañ mad ar Sport, ar Sevenadur, ar Yaouankiz.**

**Da ziskouez hon anaoudegezh-vat deoc'h, ec'h embannimp, ingal ha divank, roll an donezonerien war hol lec'hienn [www.gouren.bzh](http://www.gouren.bzh)**

**Trugarez bras-bras d'an holl !**

NB: E-giz holl kevredegezhioù a garitez ha enklask mezegiezh, evel ur gevredigezh a laz hollek, **an donezioù graet evit bodadeg ar Gouren a c'haller diduzañ 66% eus telloù war ar c'hovoder** ( 100€ paet ne kousto e gwirionez 34 € d'an hini telladus).

## FICHENN SKOAZELL

**YA**, c'hoant am eus da sikour ar Gouren, erru bremañ en un tremen diaes, dre ginnig da Vodadeg ar Gouren un donezon a-youl-vat a (barrennit ar menegoù fall)

**20 euro      50 euro      100 euro      ..... euro** (diouzh ma vo mat din)

- > Paeañ a ran ma donezon : - gant arc'hant laosk  
- dre chekenn war anv ar *Fédération de Gouren*.

Reiñ a ran ar fichenn-mañ hag ar sammad arc'hant d'an den a zo deuet d'am gwelet, pe 'mod all e kasan da : **Bodadeg ar Gouren, 10 straed Sant Ernel, 29800 LANDERNE.**

- > Gwelloc'h eo din ober un treuzdougen enlinenn, dre hanterouriezh [federation@gouren.bzh](mailto:federation@gouren.bzh)

**Mar plij, skrivit amañ dindan hoc'h anv ha chomlec'h, ma vo kaset deoc'h ur skrid-degemer, a-benn kaout distaol war ho tailhoù :**

**Anv hag anv-bihan :** .....

**Chomlec'h :** .....

**Chomlec'h postel (diret) :** .....